

**Hon Tad :** hag a zo en neañ, hoc'h anv ra vo santelaet,  
Ho rouantelezh degaset deomp,  
Ho vennantez ra vo graet àr an douar 'vel an neañ.  
Roit deomp hiriv hor bara pemdeziek,  
Pardonit deomp hor pec'hedoù,  
'vel ma pardonomp d'ar re o deus pec'hed doc'homp,  
Ha n'hon laosket ket da gouezh en tantasion  
Met hon diwallit doc'h an droug.

*Ar beleg : Plijet genoc'h, Aotrou Doue,... ha distro hor Salver Jezuz-Krist :*  
**R/ : Rak deoc'h-C'hwi, Aotrou Doue, emañ ar Rouantelezh hag ar gloar a-holl-viskoazh da virviken. Amen.**

### Lid ar peoc'h :

*Ar beleg : Salver Jezuz-Krist... a-holl-viskoazh da virviken.*  
*Peoc'h hor Salver a vo bepred genoc'h.* **R/ : Ha get ho spered !**

### Oan Doue :

Oan Doue a lamm pec'hedoù ar bed : ho peet truez doc'homp ! (bis)  
Roit deomp ar peoc'h !

### Kent ar gomunion :

*Ar beleg : Eürus ar re a zo galvet da bred santel an Oan.*  
*Setu Oan Doue, an hini a lamm pec'hed ar bed :*

**R/ : Man Doue, ned on ket dign ma teet davedon,  
met lârit ur ger hepken hag e vo aesaet din.**

### Komunion : Melomp holl lan a joé

#### **Madelezh an Aotrou Doue ! (2 wezh)**

1 Genomp, Aeled santel, meulit e garantez ;  
Genomp d'e largantez, kanit gloar peurbadel !  
5 Ô de kaer hag eürus ! Torret en deus anfin  
Hag aveit birviken ma rañjennoù mezhus.

### 'Cit kloziñ an oferenn :

*Ar beleg : An Aotrou Doue genoc'h :* **R/ : Ha get ho spered !**  
*Ar beleg : Doue hollgelloudek d'ho pennigiñ :*  
*An Tad, ar Mab hag ar Spered Santel.* **R/ : Amen !**  
*Ar beleg : Kerzhit e peoc'h hor Salver :* **R/ : Bennozh da Zoue !**

### Kan-dibenn :

Rouanez an neñv, kemeret joa, **Allélouia ! Allélouia !**  
Rak ar frouezh a ho tigestez, **Allélouia ! Allélouia !**  
A zo savet bev ag ar bez, **Allélouia ! Allélouia !**  
Pedit 'eidomp an Aotrou Doue, **Allélouia ! Allélouia !**  
Deoc'h, Gwerc'hez, joa ha levenez, **Allélouia ! Allélouia !**  
Jezuz zo savet ag ar bez, **Allélouia ! Allélouia !**

# **Oferenn-bred e Karnag**

3<sup>e</sup> Sul Fask  
26 Ebrel 2020

1<sup>re</sup> lenn. : Abost. 2,14..33    2<sup>e</sup> lenn. : Pier 1,17-21    Aviel : Lk 24,13-35

### Kan digor :

**Allelouia ! Inour da Zoue**  
**Kanomp uhel get levenez !**  
**Deit e Jezuz bev ag ar bez !**  
En de gouel-mañ get levenez  
A vouezh uhel kanomp da Zoue  
Gloar, meuleudi ha trugarez.

### Salud d'ar bobl :

*Ar beleg : Gras hor Salver Jezuz-Krist, karantez Doue an Tad*  
*hag unaniezh ar Spered Santel, ra vint genoc'h-holl :*  
**Respont : Ha get ho spered !**

### Kyrie (Ordinal hervez ton gwerz Pontkalleg)

### Lennadenn getañ :

*Met Per, en e-sav get an Unnek, a savas e vouezh hag a zisklerias dezhe : «Gwazed Judaz ha c'hwi-holl é chom e Jeruzalem, anavit kement-mañ ha spisait ho tivskouarn da 'm c'homzoù. Gwazed Izrael, selaouit ar c'homzoù-mañ : Jezus a Nazareth, an den-se bet gwiriekat dirazoc'h get Doue get an oberoù, ar burzhudoù hag ar sinoù, bet graet get Doue drezañ en ho touezh; 'vel m'er gouit, c'hwi-hoc'h-unan, hennezh eo a zo bet gwerzhet hervez ar rakdiviz graet get Doue a holl-viskoazh, hennezh eo ho peus staget doc'h ar Groaz dre zaouarn paganed ha lakaet d'ar marv.*

*Met Doue en deus eñ adsavet ha tennet a liammoù an Ankoù dre n'helle ket bout e vehe eñ chomet e dalc'h ar marv. Rak David a lâar anezhañ :*

*Gwelet a raen dizehan an Aotrou dirazon, rak a-zehou din emañ evit na vin ket distroadet; setu perak he deus en em rejouisset ma c'halon,*

*hag en deus tridet va zeod get ar joa ; ma c'horf ivez a ziskuizho en esperañs :  
Ne lezi ket ma eneñv e bro an Anaon, ha ne ri ket d'ha Sant gwelet ar vreinadur;  
roet ec'h eus din anavet hentoù ar vuhez, ma leuniiñ a ri a levenez get da splannder".*

*Breuder, aotre am eus da lâret hardizh diâr-benn David, hon uheldad, emañ marvet, emañ bet lakaet en ur bez, hag emañ ar bez-se atav en e sav betek hiriv. Dre ma oa profet eñ a ouie-eñ en devoa Doue prometet dezhañ, dre le e lakahe d'azeziñ àr e dron ur mab ag e wad, ha setus penaos e rakwelas hag e kemennas-eñ dasorc'hidigezh ar C'hrist, peogwir n'eo ket bet hemañ dilezet e bro an Anaon, ha n'en deus ket e gorf gwelet ar vreinadur. Hennezh, ar Jezuz-se, eo an hini en deus Doue lakaet da adsevel da vev; ni holl a zo testoù da gement-se.*

*Ha breman, uhel savet get dorn dehoù Doue, en deus-eñ resevet get an Tad ar Spered Santel bet grataet dezhañ, hag er skuilhet en deus àrnomp, 'vel ma er gwelit ha ma er c'hlevit c'hwi hoc'h-unan. Setu komz an Aotrou Doue : **Bennozh da Zoue !***

## Psalm 15 :

Ma mirit, Aotrou Doue, rak ennoc'h e klaskan ma goudor.  
C'hwi eo ma Aotrou, n'eus eurvad ebet evidon nemet ennoc'h.  
Aotrou, c'hwi eo ma lod, ma c'haliriad.  
C'hwi an hini a zalc'h ma flanedenn en ho taouarn.

Bennigiñ a rin an Aotrou a ro din e avizoù;  
zoken e-pad an noz am c'helenn ma c'halon.  
An Aotrou am bez dalc'hmat dirak ma selloù;  
emañ a-zehoù din, ne vransellin ket.

Get se eo laouen ma c'halon, hag e trid ma eneñv;  
ma c'horfzoken a ziskuizh e surentez.

Ne c'hellez ket ma dilezel e dalc'h ar marv,  
Ne lezez ket ha sant da welet ar vreinadur.

Diskouez a rez din hent ar vuhez,  
leunder al levenez en ho splander,  
plijadurezh a-zehoù deoc'h da virviken.

**Cil lennadenn :** Peogwir e anvit Tad an Hini a varn pep unan hervez e oberoù hep derc'hel kont a dres diavaez an dud, en em renit get aon e-pad an amzer a dremenit er bed-mañ.

Er gouiet a rit, n'eo ket get danvez dibad, argant pe aour, eh oc'h bet dieubet ag ar vuhez diskiant ho poa bet da lod get ho tadoù, met get ur gwad priziuz eo eh oc'h bet dazprenet, gwad an oan dibec'h ha divlamm, ar C'hrist; eñ hag a zo bet rakdibabet a-raok krouidigezh ar bed ha diskleriet en amzerioù diwezhañ-mañ abalamour deoc'h.  
Drezañ eo e kredit e Doue, Doue hag en deus el lakaet da adsevel a vesk ar re varv ha roet dezhañ ar gloar; ha setu perak e kredit e Doue hag e lakait hoc'h esperañs ennañ.  
Setu komz an Aotrou Doue : R/ : Bennozh da Zoue !

**Abiel :** An deiz-se, setu ma oa daou anezhe é vonet d'ur vourc'h anvet Emmaus hag a oa un tri-ugent stadenn bennak doc'h Jeruzalem, hag int a gomze etreze a holl ar pezh a oa degouezhet.

Ha setu, e-pad ma oant é teviz 'vel-se hag é c'houlenn unan get an all pezh soñj en doa diàr gement-se, daet Jezus ha tostaet hag en em lakaet d'ober hent gete.

Met bout a oa 'vel ur rouedenn àr ou daoulagad : n'o doa ket eñ anavet.

Hag e lâras dezhe : «A betra e komzit-c'hwi 'vel-se etrezoc'h en ur vonet get ho hent ?»  
Chom a razont a-sav, leun a dristez. Unan anezhe, anvet Kleopaz, a respontas dezhañ :  
«Ha ne vehe ken nemedoc'h-c'hwi, diavaezour é chom e Jerusalem, ha na ouiahe ket ar pezh a zo degouezhet enni an deizioù-mañ ?»

«Petra 'ta ?» emé eñ. Hag int da respont : «Ar pezh a zo erruet get Jezus a Nazareth, hag en doa en em ziskouezet 'vel ur profet galloudus en e oberoù hag en e gomzoù, dirak Doue ha dirak ar bobl a-bezh; ha penaos o deus hor beleion meur hag hor mistr en em wallgemeret doc'htañ, er barnet d'ar marv hag er staget doc'h ur groaz. Ni avat, ni a oa en gortoz e vehe bet eñ a vehe bet salver Izrael; met, setu an drivet deiz mad eo degouezhet rac'h an traoù-se.

Gwir eo emañ bet strafuilhet hor speredoù deomp get un nebeut gwraez ag ar re a zo geneomp : aet int d'ar bez kent gouloù-deiz, ha, 'vel n' o deus ket kavet e gorf, emaint distroet en ur lâret o doa gwelet Eled a lâre emañ bev. Ha lod ac'hanomp a zo aet ivez betek ar bez, hag o deus kavet pep tra 'vel ma en doa el lâret ar gwraez; met eñ avat,

n'o deus ket eñ gwelet». Neuze e lâras dezhe : «O tud diskient ha difonn da grediñ ar pezh o deus lâret ar brofeted ! Ha ne oa ket dleet d'ar C'hrist gouzañv ar poanioù-se ha disoc'h 'vel-se en e c'hloar ?» Hag eñ en em lakaet da zispleg dezhe kement tra a oa lâret er Skritur Santel a-ziàr e benn, a zrebi Moïez hag an holl Brofeted.

Pa oant arriv tost d'ar vourc'h mah aent, eñ a reas van e falle dezhañ monet pelloc'h. Met int a zalc'has àrnezhañ en ul lâret : «Chomit geneomp, rak diwezataat a ra, hag izelaet-mat eo an deiz». Ha eñ aet gete en ti enta. Hag, a pa oa doc'h taol gete, eñ a gemeras bara, er bennig hag er roas dezhe goude bout eñ torret.

Neuze o daoulagad a zigoras : en anaviñ a razont; met en un taol Jezus a yas kuit a zindan o selloù. Hag int da lâret an eil d'egile : «Ha n'eo ket gwir e verve hor c'halonoù ennomp a pa gomze doc'homp àr an hent ha ma rae deomp splann da gompren ar Skriturioù ?» Ha kentizh e savont hag e tistroont da Jeruzalem. Eno e kavont tolpet an Unnek hag an disiplid arall gete. Hag e lâront dezhe : «Gwir a-walc'h eo emañ savet an Aotrou a varv da vev hag en deus en em ziskouezet da Simon»

Int, d'o zu, a zevizas neuze ar pezh a oa degouezhet gete àr an hent, ha penaos o doa eñ anavet a p'en doa rannet ar bara.

En dibenn : ar beleg : Setu Komz an Aotrou :

**R/ : Meuleudi deoc'h, ô Aotrou Krist !**

**Kredo :** lâret

**Pedenn hollbedel :**

**Aotrou, hon Doue, ô Tad Santel, selaouit hor pedenn !**

**Lid ar profoù :** ar beleg : Pedit, mam breudeur, ma plijo get Doue an Tad holl-gelloudek degemer ma sakrifis a zo ivez ho hani-c'hwi :

**R/ : Plijet get Doue en degemer ag ho taouarn, aveit e c'hloar hag e veuleudi, aveit hor mad-ni hag hani an Iliz.**

**Prefas :**

Ar beleg : An Aotrou Doue genoc'h :

**R/ : Ha get ho spered !**

Ar beleg : Hor c'halon d'an uhel :

**R/ : Emañ troet trema Doue !**

Ar beleg : Trugarekaomp hon Aotrou Doue :

**R/ : Just ha santel eo !**

**Santel :**

**Santel ! Santel ! Santel ! An Aotrou Doue, Mestr an ne hag an douar !**

Lan eo get ho kloar an neñv hag an douar : **Hosanna e lein an ne !**

Ra vo benniget an hani az a e anv an Aotrou Doue : **Hosanna e lein an ne !**

**Gorreoù :**

**Gloar Deoc'h-C'hwi marv àr ar groaz ! Gloar deoc'h-C'hwi, Jezus !**

**Adsavet lan a vuhez, hon Salver !**

**Hag hon Doue, C'hwi zey en-dro, Splander lugernus !**

**Setu-ni àr-sav doc'h ho kortoz !**